

Tud ar vro - Bro Leon
Roll kanaouennoù - Dañs round

Son ar gevier (biskoazh)

Biskoazh n'em boa kement c'hoarzhet
Turmadira pa tra la la
Evel digwener tremenet, Turmiturma, turmadira
Turmadira pa tralalaire, Turmadira pa tralala

Gwelet ar c'helien o tornañ
Hag ar c'hwibu o tibellañ

Ar c'hazh oc'h ober tro al leur
Peder logodenn ouzh e heul

**'m eus gwelet peder logodenn
Peb a dok houarn war ho fenn**

**Peb a gleze ouzh o c'hostez
Ar re-se o vont d'an arme**

Me 'm eus gwelet ur pezhad gad
O pourmen gant he botoù-koad

Ur perukenner war he zro
O lemel dezhi he barv

**Ha war he lerc'h al levrini
Oant ket 'vit tapout anezhi**

**Goude 'm eus gwelet tri forc'hell
O tañsal e-barzh o skudell**

**Dañsal a raent manifik
Met o flasoù a oa justig**

E-touez an traezh hag ar bili
O teskiñ neuñ d'an houldi

Me 'm eus gwelet ur c'hefeleg
O plantañ pour en ur garreg

**Pa oan o tremen Kastell Paol
Gwelet un tourc'h o plantañ kaol**

Me 'm eus gwelet ur pezhad ki
Oc'h evañ gwin en ostaleri

Memes Fidèle a lavare
Me am bezo eus "douze degré"

Met ar Médor ne rae ket forzh
Eus an "douze" pe ar "c'hatorze"

(en gras : Barba Tassel – Plouaret 1880)

Gwelet ar bleiz o prenañ per
Hag al louarn o werzhañ yer

Me 'm eus gwelet ur gazeg wenn
Sonn he lost ganti war he fenn

Me 'm eus gwelet ur seurt marvailh
Ur plac'h yaouank en ur voutailh

**Un touseg oa o tougen plouz
Ha c'hoazh ne rae ket kalz a drouz**

**Goude 'm eus gwelet ar goukoug
'Tougen Montroulez war he choug**

Me 'm eus gwelet un annoar vloaz
A zouge Kemper war he skoaz

Ha Landivizio war he lost
Ha c'hoazh ez ae ganto d'ar post

**Ha c'hoazh gwelet an azen dall
Kalsk kas ar bed-mañ d'ar bed-all**

Wel't ar binioù gant ar person
E-barzh ar gador o sermon

'Benn ur pennadig goude-se
'Wel't ar vombard gant ar c'hure

Hag ar c'hloc'her gant ur bladenn
O tougen chistr d'ar sonerien

'Wel't an 'ni gozh o ribotat
Serret ganti he daoulagad

Seitek pe driwec'h logodenn
Lammet er ribod war o fenn

Ar mevel 'lavar d'ar vatezh :
Sach war o lost ma teuint er-maez !

**Me 'm eus gwelet ur gazeg wenn
En ul lanneg [o] kribañ he fenn**

Ganti [ur] morzhol da lazhañ laou
Ha tout an dra-se n'eo ket gaou !

**An istor-mañ droc'h penn da benn
Ne vo ket faos da virviken !**